



War pont Landerne

Fichenn savet gant Silvenn Koant

Evit piv ?

Adalek ar CE2 en ur sal vras pe er maez

Talvoudegezh ar c'hoari

- mestroniañ ar c'horf, Bezañ aketus
- ar c'hoarioù-se zo d'ober goude ma vo studiet anvioù ar micheroù, ar sportoù hag all

Pal ar c'hoari

Dizoleiñ ha lakaat da zizoleiñ un den, ur micherour dre ar jestr c'hoari

Doare da c'hoari

Rannet e vez ar c'hoarierien e daou skipailh. Pep skipailh 'zo regenned en diavaez 2 linenn kenstur a ra ar pont

Rener ar c'hoari a dreuz ar pont en ur jestr c'hoari un den brudet, ur micher (koadour, dentour, marc'heger, ...) ur sportour (neuier, c'hoarier mell-droad).

An hini a gav, a dreuz ar pont ivez en ur jestr c'hoari unan all

Frazennoù goulennoù da ober

Petra eo ma micher ? - un dentour out ? - n'on ket - ur c'hoarier out ? -ya, ur c'hoarier on

Mont pelloc'h gant ar c'hoari

Ar c'houpladoù-jestr c'hoarier Araok kregiñ gant ar c'hoari e skriv rener ar c'hoari ur rummad oberiadennoù.

War un tamm paper roet da bep c'hoarier e vez skrivet ur ger hag ur frazenn : da skouer : ur vell hag un den poan dent gantañ, un dentour hag ur c'hi staget gant e lerenn.

Ar ger kentañ eo ar respont d'ar jestr c'hoari 'zo o vezañ

Ar frazenn da heul a lâre peseurt jestr c'hoari a zo da ober

Jestr c'hoarier e vez an oberiadenn gentañ gant ar rener : c'hoarier mell-droad.

ar c'hoarier, ar vell gantañ a sav en ur lavarout : ur c'hoarier mell-droad out, ar vell pe ar volotenn a zo ganin hag e krog da jestr c'hoari ar frazenn a zo war e damm paper (an hini en deus poan dent)

Frazennoù goulennoù da ober Petra on ? - un dentour out ?, an dent a zo ganin - ya, un dentour on

Petra on ? - ur c'hoarier tennis out ?, ar roued a zo ganin - n'on ket